

AR FOLGOAT

• • •

Lilien an Archet

Histor burzudus

SALAÜN AR FOLL



LEORDI LE GOAZIOU
MONTROULEZ HA KEMPER

AR FOLGOAT

Iliz kaer-meurbet, dantelezet holl, savet gant hon tud koz, breman 'z eus pemp kant vloaz, war bez Salaün ar Foll, en enor d'an Itron Varia.

Yann V. Duk a Vreiz, he madoherour brasa a stegas outi kalz leveou, a hanvas pevar Chaloni evid ober enni lidou kaer ha pedi 'vit Breiz hag ar Vretoned.

Tudchentil Bro-Leon, an Aotroned Rohan, Penmarc'h, Penc'hoat, Kernaou, Kergoff, Karman pe Kervaon, ar C'hastel-Tremazan, etc. a roas d'ezi profou bras.

An dud diwar-ar-meaz, ive, a roas ar pez o doa a wella, profou ha leveou: Anaout a reer hanô meur a hini: Quiniou, Miorcet, Moal, Mescouez, Boule'h, Mac'hariet-Lannilis, etc.

Epad an Dispac'h vras. (1793) Iliz Folgoat, prenet gand eun den dizak eus a Vrest, e hano Anquetil, a oa war-nes beza diskaret tamm ha tamm. Daouzek koueriad lie dasprenaz hag a saveteas pez-labour dispar ar Vretoned koz.

O hanoiou: Francois Uguen, mestr-skol, Anne Le Gall, Francois Le Gall, Hervé Le Goff, Marie-Anne André, Guillaume Loaëc, Jean Arzur, Jean Toutous, Jean Gac, Yves Laot, holl eus ar Bourk, Guillaume Kerbrat, eus Coatjunval, ha Gabriel Abjean, mear Plouzeniel. Henor d'ezo!

Pardon bras ar Folgoat a vez graet d'an 8 a viz gwengolo: kaera pardon 'zo e Leon, Kerne ha Treger!

Kaeroc'h c'hoaz, a lavar Folgodiz, eo miz maë. Neuze ar pardon a bad eur miz. Induljansou bras a c'heller da c'hounid, an hevelep induljansou a c'hounezer en eur vont da bardona da Roum, pe da Loretta en Itali.

*Itron Varia ar Folgoat, pedit evidomp.
Ave Maria! O Maria!*



LIBRAIRIE St JOSEPH
TOLRA & M. SIMONET, éditeurs à Paris
28, rue d'Assas et rue de Vaugirard, 76

Tous droits de traduction, reproduction et imitation réservés.

— 2 —



— 3 —



Er bloaz 1350, e oa brezel bras etre
Bleas ha Montfort; an eil hag eghile o
klask beza duk e Breiz.


D'ar mare-ze e veve, demdost da
Lesneven, eur paour quen diot da velet,
m'en doa an oll truez outhan.

— 4 —



Salaün oa he hano. Kasset d'ar skol
yaouank flam, he spered oa ken ber, ma
ne c'hellas Morse deski nement daou
c'her : *Ave Maria.*

— 5 —



Pa varvas he dud, Salaün ne ouie
micher ebed, hag e rankas mont da
glask he voued.



Dre ma ze, ar paour, keaz a bede
dalec'h mad. He beden a oue atao ar
memez hini : ne ouie lavaret nement
Ave Maria.




Pa deue an noz, ec'h en em denne en
eur c'hoat e parrez Guicquelle : He vele
oa an douar noaz, he di eur vezen dero
goz, e kichen eur feunteum.

— 8 —



— 9 —



An oll a anaveze Salaün. Kerkent a
ma veze klevet e toull an or o kana Ave
Maria, ar vestrez a rede d'an dorz da
droc'ha dezan eun tam bara.

Ar vugale divar dro a zirede da velet
ar vezen a vranselle varnhi Salaün, en
eur gana. Hanvet oa gantho Salaün ar
foll.



Ar verc'hez a gare ar paour keaz a
dremene he vuez o kana he meuleudi,
hag he zioualle diouz peb droug.




Eun dervez Salaün en em "gavaz gant son dartet (page 12)

Eun dervez Salaün en em gavaz
gant soudardet : meur a hini en e
blas a vije bet spountet o klevet
anezo o c'houlen ganta e pe du
edo. Chom a reaz eur pennadik
sebezet eb gouzout petra da res-
pount.



Sklerijennet gant ar Verc'kez « ne
m'aoun, eme Salaün, na gant Bleas na
gant Montfort, me zo servicher da
Vari. »

O klevet eun hevelep respount, ar
zoudardet a ziollas da c'houarzin, hag
hen lezas da vont gant he hent.



Ar paour keaz Salaün goude
beza renet eur vuez ken kaled . .(page 15).


— 15 —



Ar paour keaz Salaün goude
beza renet eur vuez ken kaled
hed daou hugent vloas, oa kavet
maro didan ar vezen a ioa bet he
lochennick.



— 16 —




— 17 —



Ep kemer ganta nemeur a boan, an
amezeien a zebelias hag a anterras
anezha e leac'h m'edo maro.



Eur pennad amzer da c'houde a redas
vardro Guicquelle eur c'helou souezus
meurbet. Kavet oa er c'hoat eul lilien
gaërl hag a daole c'houez vad tro var
dro.



Ha var peb delien oa skrivet e lize-
rennou aour diou gomz : *Ave Maria.*




A bep tu e tiredas an dud da velet all
lilien, hag an oll a velas sklear e oa
savet ver bez Salaün.



Kemeret oa raktal ar bal ag an tranch
evit digeri ar bez. E nebeut amzer oa
dizoloët an archet, gant ar brassa evez.

Griziou al lilien burzudus a zeblante
sevel euz an archet. Lamet oa ar golo.
Korf ar paour keaz oa c'hoaz fresk beo.




Al lilien burzudus a zave euz ginou Salaün. He vuzellou oa hanter zigor evel pa vije c'hoas e lavaret he beden muia karet : *Ave Maria, Ave Maria.*



Eur mirakl, eme an oll; ha raktal en em glevchont evit sevel el leac'h-ze eur japel ag a vije hanvet : Itron Varia ar Folgoat, da lavaret eo ermitaj ar foll.




Echu oa ar brezel. Yan Montfort treac'h dhe enebour, a falvezas kemer e unan al loa vansoun, p'edo lakeat ar mean Kenta.




Er bloaz 1419, Alan, Eskob Leon a gonsakras ar japel deuet da veza eun ilis kaër ha-dantellezet.

Joa e oa gant dukez Breiz hag gant an digentil pinvidikaat an ilis-ze An dud huel hag an dud habil a deue da bardona dezhi.




Joa e oa gant dukez Breiz hag gant an digentil pinvidikaat... (page 25)


— 27 —




Ilis Folgoat n'eus bet meur a zarvoud :
devet e bet gant an tan goal, er bloaz
1708. Kempennet a nevez, e ze bet
adarre goall gasset epad ar Revolusion.




Prenet da c'houde gant daouzek labourer douar euz ar c'harter, an dud vad-ze a reaz an dilez anezhi da Wiquelle evit servichout da ilis parres.



Er bloaz 1888, Itroun Varia ar Folgoat a zo bet kurunet gant ar c'haëralidou, dre aotre hon Tad Santel ar pab Leon XIII.



An aotrou Freppel, Eskob Angers, en eur brezegen gaér, ha dirag eun niver bras a dud, diredet euz pevar c'horn Breiz, a rentas meuleudi d'ar paour keaz innocent.



Hag hirio Breiz a bez, o sonjal e lilien an archet, a lavar varlerc'h an den eürus Salaün ; *Ave Maria, Ave María !*

BROCHURES
DÉJA
PARUES



DANS
LA COLLECTION
BIJOU

1. — *La Jalousie d'un frère.*
2. — *Le Fils du muet d'Aïn-Karim.*
3. — *Famille modèle.*
4. — *Le Pécheur d'hommes.*
5. — *L'homme volant.*
6. — *Le Chemin de Damas.*
7. — *Le Père des malheureux.*
8. — *Le Faiseur de miracles.*
9. — *Une Vie de missionnaire.*
10. — *Un homme sans fiel.*
11. — *Un bon maître d'Ecole.*
12. — *L'apôtre du XVIII^e siècle.*
13. — *Mademoiselle.*
14. — *Un Petit Sou, S.V.P. !*
15. — *Le Petit mousse Génois.*
16. — *Un Aveugle admirable.*
17. — *Un missionnaire de 10 ans*
18. — *Premiers communians.*
19. — *La Gloire de Lourdes.*
20. — *La Médaille miraculeuse.*
21. — *L'année sainte.*
22. — *Les gloires du Sacré-Cœur.*
23. — *La Fleur du Cercueil.*
24. — *Poison mortel (Alcoolisme).*

Tous droits réservés — Propriété des Éditeurs.

Paris. — Imp. Vve ALBOUY

BRETONED

Bretoned, mont a rit d'an Oferen, mat a rit, met gwelloc'h a rafec'h c'hoaz ma karfec'h heuïh an Oferen. Kalz tud a vez gwelet en iliz ha n'emaint eno nemet a gorf, o spered a zo pell ac'hano o redet bro, pe o prederia gant traou ar bed. N'eo ket evelse, sklear eo, e tlefe eur c'hristen mat beza en oferen.

Pa lavar ar beleg an oferen n'hen lavar ket hepken en e hano e-unan, pedi a ra en hano kement hini a zo en iliz. Ar beleg en oferen ne lavar morse, « *ME ho ped, o va Doue* », met ato e lavar: « *NI o ped, o va Doue* ». Piou « *NI* » ? Kement hini a zo en iliz d'ar mare ma vez oc'h oferenna. Evit ober mat eta, e ve *red* da gement den ' zo en iliz laveret ive ar pedennou a lavar ar beleg: surroc'h e ve ar pedennou-ze da veza klevet ha selouet gant Doue.

Eun dra sklear evid an holl eo hag eun dra eas awalc'h ive da gement hini a e'hoar lenn. Leorion-oferen a vez kavet da brena a vilvern, re c'halleg dreist-holl, a bep liou hag a hep ment, ha marc'had-mat ouspen : traou kaer da welet, traou goulo peurliessa. Ma fell deoc'h kaout eur gwir leor-oferen, n'eus nemet unan: kemerit: *Leor nevez an oferen hag ar gousperou, e latin hag e brezoneg gret gant an aot. Uguen.*

Dek mil a zo bet gwerzet er bloaz tremen-
net, na jome mui anezan. Ema breman an eil
voulladen o font a zindan ar wask. Kaereat
ha kresket eo bet c'hoaz. Eun dudi eo e welet,
eun dudi e ienn. Ennan hag ennan HEPKEN
e kafec'h an HOLL bedennou a lavar ar beleg
en oferen, azaleg traon an aoter beteg an « *Ite
missa est* ».

En 950 pajen ' zo ennan, ouspen pedennou
an oferen, kaout a reoc'h kant tra all mat ha
red da bep gwir gristen da anaout.

Setu ama eun diverra eus tolen al leor: *Ofe-
ren ha gousperou, evit holl zulion ha goueliou
ar bloaz, — Buez eur c'hals eus sent Breiz. —*
Ar bloaz kristen: el loden-ze ez eus eur bern
kenteliou war gement a zell eus lidou an iliz
— dilhad oferen, kuzuliou evit lenn ha kana all
latin, — *penoz kovez mat, — penoz kommu-
nia. Ar Gredo, Gloria, Kyrie, gant an toniou
merket e « brenn-ed-du ». Ar zakramanchou:*
eur gentel verr war bep sakramant. *Hent ar
Groaz, Rosera, Peden evit troni ar Galon Zakr,
devosionou ha pedennou gant induljansou...
ha kant tra all talvoudek da anaout, re hir o
niveri amañ...*

Kemerit Leor nevez an oferen, c'hui gavo
an oferen kaeroc'h, an amzer a dremenoc'h
en iliz berroc'h : c'hui anavezo ho relijion
guelloc'h...